

Argaden ar Saozon (1).

Hoguen berzud arru ar Saozon,
 Clevet ran an drompson a son ;
 arru int pemp cant var o listri,
 Pedomp doue d'on sicouri.

Arru int pemp cant en eur vanden
 ha n'on deus den vit on souten.
 Allas ! redomp oll d'ar c'hoajou (2),
 Groagué paour, bugaligou
 Muoc'h digar eo ar Saozon
 vit ar goël loennec (3) direçon.

War ar lihid et maïnt pemp cant
 disquennet deus o batimant
 Tanan, lahan reont dre 'r vro,
 na den ebet n'on sicouro.

Otro Gaorin voar et varc'h bras
 ha pa neus clevet a saillas
 E daoulagat rond en e ben
 Evel daoulagat eur gaouën.

Hoguen bursud ! piou a heuilliou
 Otro Gaorin dar breseliou ?
 Et e tresec ar forbanet
 gant daou uguent a soudardet
 E clezé bras eus e gosté
 scrouinjal a ra i incané, (4)
 ac an oll bop var o daoulin (*je transcris absolument*
 Pedomp vit an otro gaorin *comme on me chantait* (5)

Retorn a ra Gaorin dar guer
 ac e hanval eus eur boucher
 ar goad a rull dre e vempro
 ha voar e dillat ac a stro (*je ne comprends pas* (5)

Sonet cleyer ar chapello
 Et er forbanet en o stro
 Ouspen daouhant a so lahet,
 a quement all a so nec'het

**Otro Gaorin ! hoguen berzud
Enor dide, ha des oll dud !**

écriture de Kerambrun.

(1) *Ce titre est écrit au crayon rouge*

(2) *C'hoajou : d'abord écrit : koajou ; corr. de k en c'h.*

(3) *Ms. : loennec ; lire : loennet. Peut-être faut-il lire : direson ?*

(4) *i (devant incané) est peut-être à lire : è.*

(5) *Ces réflexions, écrites à ces mêmes endroits, dans la marge droite du texte, appartiennent au rédacteur du ma. c.à.d. à Kerambrun.*